

RIMOU
HA
GOULENNOU
EVIT AN EUREUJOU.



E MONTROULEZ,
E ty LÉDAN, Impr., e traon ru ar Vur.

T XIX Y (3)

ЧОИНЕ

ДЛЯ

ЧОИНЕНОГО

ВОСПРОВАЖДЕНИЯ

СТАНОВЛЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

RIMOU,

DISCOURSIOU HA GOULENNOU

EVIT AN EUREUJOU.

Discours pa zér da bedi da eun Eured.

SALUD dêc'h oll , compagnunez ,
Dre ar zalud e commançan va devez .
Me a zo deut da doull ho tor
Gant calz a joa hac a enor :
Antreet joaüs en ho ty
Gant eur c'hoant vras d'ho saludi .
Da Zoue e rentân ar zalud humblamant ,
Ha goude me ray va c'homplimant .
Piou eus an ty-màn a bedin-me da guenta ?
Pedi a rân ar mestrou ha qement zo ennâ :
Mar deus domestiqet en ho ty ,
En o fedân ive qercoulz ha c'houi ;
Rac re a labour am be-me
O pedi an eil goude eguile
Da zonet hep faut da eur Banquet
A vezò evidomp preparet
Gant *Mari Lipiq* ha *Yan Baron* ,
Pere ho ped ganemp-ni a greiz calon :
Fixet eo an devez da Zemeurs qenta ;
Rac-se , mar plich ganêc'h , deut oll da asista .
En *Plouyan* vo an Eured hac en ty *Flampez* ar Banquet :
Mar plich ganêc'h en em gafet hac e vimp contant rentet .
Me ya da gonta dêc'h eur veach :
Dont a reot da..... da guemer ar plac'h ;

Ac'hane e vezo cunduet d'an Ilis ,
 Betec an Auter , evel ma zéo requis
 Evit ober éur memes contrad
 Evel a eure goechall he mam eus he zad.
 Eno neuze e vezint eureujet
 En presanç Doue hac an asistantet ,
 Gant solanite vrás an Ilis.

Comzomp brémàn en bér divis :
 Me eo an hini a zo choazet
 Da bedi evit ar Plac'h a Eured ,
 D'e fedi ha d'e enori ,
 D'e asista da eureuji.

N'ouzòn qet sur a Gomplimant ,
 Ha n'oun qet custum da barlant ;
 Mes yaouanq òn , hac e tesqin :
 Mar plich ganêc'h va excusin.

Qer brao oc'h eus lemmet ho téod ,
 Evel eur falc'h da drêc'hi yéod .
 C'houi oc'h eus eur sac'had langach ,
 Ha n'en déo qet allamagnach.
 Preparet oc'h eus ho tiscoursiou ,
 Ha studiet mat ho rimou ;
 Mes abars ma viot er penn e vezo tom ho chaqeden.

Ni zo o clasq ur goulmic yenn hac a ra hon anqen ;
 C'houi a elfe renta rôson
 Deomp-ni diouti , va mignon.

Pa gomxit eus a goulm , oc'h en em goall gavet :
 Ho qentel a ouzoc'h , ha caer e zéo rimet.
 Ma vijen bet er c'hademi ,
 Me a rôsonje coulz ha c'houi ,
 Hac a denje eun tol latin
 Ouzoc'h dre ma zoc'h eur potr fin.

Eun den yaouanq zo en hon touez abaoue pemzec dez ,
 En devoa arêtet da bares ur plac'h eus ho compagnuez ;
 Bez e tle beza anavezet :
 En e scoaz cleiz e zeo blesset.

Santout a ràn, dre ho comzou,
 Coulz evel dre ho complimantchou,
 Ho poa ezom eun dra benac ;
 Me meus em zy un vanden vat
 A c'hraguez coulz ha plac'het ,
 Mes n'eus nicun anê blesset.

Ar blesseur en deus ar plac'h-se
 A vezo certen prest pare ,
 Hac he servicher , coulz hac hi :
 Digassit-hi deomp deus ho ty ;
 N'ho pezit morse nep chagrin ,
 Pareet vo hep dale fin.

Evit contanti ho speret
 Me a ya etouez ar mèrc'het.
 Cetu amâ unan dirazoch' ,
 Ma na blich dèc'h , difficil oc'h ;
 Ur vaouez adret ha lijer ,
 Hac a voar bravic e micher.

En em lacat a rit e risq
 Da gaout un affer meurbet trist ;
 Evit beza ar vreg-se en ho ty ,
 Na ellit qet dispos diouti.

Me a vel , n'oùffec'h qet e nac'h ,
 E fell dèc'h sur güelet hor plac'h :
 Cetu amâ eur plac'h yaouanq .
 Jentil ha coant , guyé ha galant :
 N'eus goas er seiz parros tosta
 A refusfe certen houmâ.

N'eo qet da veza refuset ,
 Ma vije din-me permettet.
 Plac'hic yaouanq , savit ho penn
 Da zellet ouz ar gristenien :
 Abars nemeur , me a esper ,
 Ho pezo eur güir servicher.

Me gred e zoc'h re importun ,
 Hac e chomfoc'h sur hep niceñ.

Güelet oc'h eus ha plac'h ha greg :
Ha n'eo qet contant ho speret ?

Arça eta , va mignon bras ,
Qent ma quittaimp-ni ar plac ,
Digassit deomp ar Plac'h Nevez ,
Gant cònje he zud hac he lignez ,
Evit laouennâd he fried ,
A zo meurbet goall gonristet .

Goulen a reomp a galon vad ,
Gant oll bennos ha mam ha tad ,
Hac he oll guerrent , CATHEL AN DOURDOUS ,
Ha YAN GUNDU , gant e doc plous ,
Da vont d'an Ilis da eureuji ,
Evit achui an demezi .

Qer brao , va mignon , e comzet ,
Ho refusi na ellân qet :
Brêmaic souden , en eun instant ,
Me laqai ho speret contant ,
O presanti dêc'h an objet ,
Ha n'eo qet mez sur e güelet .

Cetu amân eur fumelen
Qer caer evel eur giroflen ;
N'eus na fourdelis , na levant
Evelti qer rejouissant :
Avancit eta , Den Nêvez ,
Evit rîi an dorn d'ho mestrez .

— Disdostait eta , va mignon ,
Bremâ demeus a greiz ho calon ,
Da ziguemeret ho pried , ha dalc'hit mat dez i bepred ,
Er c'hlénved hac er yec'hed pa viot unisset .
Neo qet qer fall ho qevridi ,
N'antreot sur ebars en ty
Da benn an daul vit e c'herc'hat :
Graç dêc'h ho taou da veva ervat
E doujanç Doue , m'o recevo
En e c'hlolar goude ho maro .

*Amân e peder ar Bederien da antreal en ty
ha da zevel ouz taul.*

AR PLAC'H YAOUANQ.

Silanç eta , Compagninez ,
Ma parlantin evit ar plac'h a Zevez.
Dre ma savàn ebars em za ,
Excus diganéc'h a c'houlennàñ.
Mari Lipiq e deus va feded
Da eva eur banne d'e yec'het.
Peb action gaer , pa er gràn ,
Dre Sin ar Groas er gommançàñ :
En hano an Tad , ar Mab , ar Speret Gloan ,
Tri Ferson distinct en unan :
Da Zoue ar zalud da guenta ,
An eil d'an Itron Varia ,
An drede d'ar Zent ha d'an Aèle ,
Dêc'h-hu , compagninez enorabl , e presantàñ'r bêvare .
Evit ar boan oc'h eus bet ,
E zàn da rei dêc'h peb a voqet ,
Pini a meus dastumet er Jardin a Eden ,
En eur c'haread fleur , pa voan enni o pourmen :
Da guenta d'ar Véleyen e roàñ ar bec'herien ,
Dre ma zeint o Fastoret hac o Gouarnerien ;
Goude d'an Dud-Chentil ha d'an Noblanç ,
Pa e meus an enor da barlant en o fresanç ;
E roàñ ar gurunen spern
A zougas Mab Doue , p'or prenas eus an ifern ,
Evit ma teuyo da biqat o ene ,
Ha ma vezint ferm da zouten ar Fe ;
Dêc'h-hu , tud demezet , ezac'h ha graguez ,
E roàñ ar vezen a vuez ,
Rac en deillou me meus bet remerjet
Ar c'homzou precius eus ar baciante.

Ha c'houi , goaset yaouanq , m'ho ped da imita
An Autrou S. Joseph , pa voa var ar bed-mâ .

Ha ni , merc' hed yaouanq , laqomp hor fantasi
 Da enori ar Verc' hes , pini a hanver Mari :
 Imitomp he fervor ; beza e zéo ive
 Rouanez an douar hac iveau eus an ée.
 Me zo en em velet hirio eus a eun dra ,
 Ha n'en dòn gouipl na capapl anéa ;
 Rac me zo eur plac'h yaouanq ignorant ,
 Hac e meus nebeut a sqiant ;
 M'am bije bet eun tam disquamant ,
 M'em bije tèod avoalc'h evit parlant.
Mari Lipiq , mignonet , hirio sur a lavar
 N'eus nicun er gompagnunez n'e c'har :
 Mes ar re e enor o tont d'e asista ,
 Eus ar re-ze sur e deus calz a joà ;
 Mes eun all zo ordrenet dei da garet ;
 Cetu amà e hano : *Yan Baron* e zéo hanyet.
 Arça ta , Compagnunez enorabl , me ho ped ,
 Pa zomp amàn oll en em rassamblet ,
 Eun tol chanç e ve demp en em gafemp james ,
 Hep mancout hini ebet assambles.
 Ne meus na pouvoar , na gallout
 Da ober réson déc'h-hu tout.
 Mes brémàu e zàn da eva eur banne
 D'ho yec'het oll an eil hac eguiile.

Eva ra eur banne da yec'het an Den Yaouanq.

Me a ya c'hoas da eva eur banne
 Da yec' hed an Den Yaouanq iveau :
 Hac evit ma vezò ganec'h anavezet ,
Charlezic Mistiflor e zéo dre oll hanvet .
 Déc'h-hu-ta , *Mistiflor* , brémàn e rejetan
 A bep seurt madou er bed-màn ,
 Hac oll soûet var ar bed , mar dê gant Doue destinet .
 Ma vijen tenzorierez var oll tenzoriou er bed ,
 A netra ne vijec'h refuset ; mes Doue en deus gouarnet
 Evit bea er bed meuled : evomp eur banne d'hor yec'het .

*Discours evit goulen eur Plac'h Nere da eureuji,
gant ar Respong conform evit e rei.*

Goulen. Debonjour dêc'h , Compagninez ,
 Salud gant laouenidiguez ;
 Pa ho qüelân aze assamblet ,
 Dibreder ha quer brao güisqet ,
 E credâñ mad oc'h eus amzer
 Da zelaou eun daou pe dri guer.
 Ni a zo amân tremenedi ,
 Carguet demeus a guevridi :
 Lavarit demp eta brêmân
 Peseurt hano e deus ar guêr-mân.

Respong. Ni a rent ar memes salud
 Dêc'h oc'h-unan coulz ha d'ho tud .
 Sansiplomp d'ho complimantchou ,
 Coulz ha d'oc'h oll reverançou ,
 Hac hon eus calz a interest
 Da supposi oc'h tud honest ;
 Mes mar dêo tremen a fell dêc'h ,
 N'hon eus affer abet ganêc'h.

G. Ouz ho clêvet o parlant ,
 Me gred oc'h eus calz a dalant ,
 Hac e velân ive ractal
 E zoc'h sur en gout da farçal ,
 Pa zéo güir na respontit qet
 D'ar pez a meus bet goulenet ;
 Mes ni a zo deut eus a bell ,
 Ha mar chomemp-ni discabel ,
 Ec'h alfemp-ni , goude c'hoezi ,
 Dont da drapout eur pleurezi .
 Rac-se , permettit demp souden
 E c'holofemp brêmân hor penn :
 Mar cavit eo ze difêçon ,
 Lavarit demp-ni ar résô.

R. A viscoas e meus bet clêvet

Eo fall pennou loe avelet ;
 Ha mac'h attrappit pleurezi ,
 N'en em glemmit qet' ouzomp-ni :
 Beza oc'h eus peb liberte ,
 Grit-ta diouz ho commodite.

G. Penos eta ! va güir vignon ,
 Me ho cav eun den aféçon ,
 Hac e laqen ebars em speret
 E vijen bet ganéc'h pedet
 Da laqat an tan var va fiben ,
 Dre ma zomp güir amezeyen ;
 Neuze souden , en eur fumi ,
 Me a lavarje va c'hevridi ,
 Hac er fin neuze va C'homplimant ,
 Ha mar bije d'ho santimant ,
 Ho pije bet ar civilite
 Da offr eun tam hac eur banne .
 Ma vijec'h bet qen aviset ,
 O pije sur calz gonezet ,
 Rac me a dleye ho pedi
 Da zont ganemp da zijuni ,
 Ha goude se c'hoas da leina ,
 Hac erfin goude da goania ;
 Mes pa na rit demp qenenor
 Nemet da zivoal toul ho tor ,
 Ha chom quer fier en hoc'h èz ,
 Evit hon delc'hen-ni ermèz ,
 N'en doc'h-hu qet eun heretiq ,
 Pe mab d'ar fals-pinvidic ?

R. Selaouit mad , va c'hamarad ;
 En em entent a gaffen mad .
 Ni hon eus güelet avichou
 Certen tud a vandennou
 Oc'h antren ardiament amâ ,
 Hac o tonet da zifframma
 Qig hac anduill , lin ha qig sal ,

Crampoez , ha calz eus a draou all ;

Hac eo ret mad deomp , goude-se ,

Delc'hel hon ty en surete.

Allas ! ni ne ouzomp doare

Ha c'houi a vez eus ar seurt tud-se ;

Gouscoude mar doc'h scuis en ho sa ,

Ha c'hoant déc'h-hu da azea ,

Me royo déc'h eur voutez prenn :

Azeit unan e pep penn ;

Neuze , hac e vec'h-hu ermèz ,

E parlantot güell en hoc'h èz.

G. Mar deo difianç ho laqa

D'on tréti er fêçon-mâ ,

E tiscléryan déc'h a bouez penn

N'omp qet ar seurt friponerien ,

Laeron anduill ha qigsall ,

Na troyadellerien fall ,

Mes hon deveus commission

Conform d'hon Religion ;

Rac merget eo ebars er Scritur

Penos güeachal eun den fur

A voa hanvet Eliezer ,

A ras ar memes micher ;

Ha penos , herves ar histor ,

E voe trêtet gant calz enor .

R. An histor-se sur , va mignon ,

A verit calz attantion.

Eun talant demeus ar c'haera

Eo gouzout en em explica .

Hac erfin eus ho compliment ,

Mar bezit eus hor santimant ,

Ni a velo petra da ober ,

Hac petra ras Eliezer ;

Pe mar ér c'herit , da guenta ,

Livirit petra voe gret dezâ .

G. Eliezer , va mignon qès ,

Ne voe qet bet lèzet ermès :
 Deputet e voe gant e vest ,
 Evit pini en doa interest ,
 Da glasq eur plac'h voa destinet
 Gant Doue evit pried
 Da Isaac , den yaouanq flam ,
 Ha mab unic da Abraham .
 Evelse , dre urz an Tad ,
 E partias mintin mad ,
 Hac ec'h antreprenas joaüs
 Eur veach hir ha fatigus ,
 Var zu ar Mesopotami ,
 Hep gouzout hent ebet da vont dy .
 Mes pa ignorer an hentchou ,
 E rér mad var boes goulennou .
 Evelse pa zòn erruet amàn ,
 E chouleñnan hano an ty-màn .

R. Ho ! ma vije deut hennes amàn ,
 Ni hor bije poqet dezàn ;
 An den-ze , var a lavarit ,
 A voa eun den leun a verit ;
 Mes bremàn eus eun amzer all ,
 Hac e vale calz a dud fall ;
 Bremàn e veler bizier-balan ,
 Prest da grevi gant bêr-alan ,
 Oc'h invanti niver traou ,
 O clasq laqat güir ar gaou ;
 Uza a reont tout o adres ,
 O prometi mor ha menes :
 Eun den a lavar calz a draou ,
 Ne zint peurvuia nemet gaou ,
 Mar doc'h eur gascon evelse ,
 Troit ho qein pe it adre .

G. An hini a zo va model ,
 A voa güirion ha fidel ,
 Clévit c'hoas daou pe dri guer ,

Var gampagnou Eliezer,
 O veza bet pedet Doue
 D'e gundai en demarch-se ,
 Ec'h éruas directamant
 Elec'h ma edo ar plac'h yaouanq ,
 Caer evel eur stereden , en eur famill an honesta ,
 Tud demeus ar re charitepla.
 Pedet e voe da vont en ty ,
 Quinniguet dezàn da zébri ;
 Mes èn a lavaras a genn
 Ne guemerje nep brienen
 Nemet goude explica
 An urzou voa roet dezâ .
 Aman ive , va breur qer ,
 Ne rit qet deomp coll hon amizer :
 Deut omp gant an intantion
 Evit ar memes commission ,
 Hac e zeo deomp-ni revelet
 Emedi aze hon reget .
 Caer ho pezo dissimuli ;
 Hor plac'h a zo ebars ho ty :
 Lavarit dêei e mòn amâ
 Gant an hini a gar ar muia
 Demeus an oll grouadurien
 Pere a vev hac a drêmen ,
 Hac én eo a bed anezi
 Da zont brêmân da gcontracti ,
 Evit beva ervat assambles
 Ar rest demeus o oll buez .
 N'en em arrêtan qst da veuli ,
 Da fougueal , na da bompadî ;
 Hi a voar ervat manifiq
 Peguer mad eo , peguer pinvidiq ;
 Anfin , eun den eo eus ar güella
 A guement a zébr bara .



DIS COURS

*Evit goulén ur plac'h da zemezi, mar be ar banget elce'h
ma medi ar plac'h, ha mar be goulennet goude dijuni.*

*G. Abars ho qüittât, Compagninez,
E trugarecân ho madelez
D'hor beza recevet en ho ty,
Ha roet deomp da zïnni,
E tisclériàn e zòn carguet
Da bresanti dêc'h eur rejet.
Laqet òn en penn ar vanden,
Hac e zeus c'hoant e parlautfen :
Hanzavi a rân gouscoude
Oun indign eus an enor-ze,
Dre na nieus qet a dalant,
Discadurez, na calz squiant.
Ar pez a deu d'am hardissât,
Eo ma credân e zoc'h tud vad,
E viot prest d'am excusi
Ma teufe din ober fasi,
En despet d'am intantion,
D'ober mad va c'hommission.
Rac-se, m'ar permettit din,
Digomplimant ec'h exposin.*

*R. Disqeus a rit mil act a humilité
Ha qement a civilite,
Ma veritit sur gant réson,
E rofemp dêc'h hon attantion.
Pinvidie ha den honest,
Beza savant ha modest,
Zo qaliteou ar re gaera,
Mes nonpas ar re gommuna,
Ha gouzout trugarecât
Evit ar servichou mad,
N'eo qet certen an hent fall
Evit obten c'hoas re-all.*

Parlantit eta hardiamant,
 Hac exposit ho santimant,
 Ha diouz ma zéo ho commission,
 Ni a vo prest da entent réson ;
 Mes manifiq e ve parlantet
 Hac e ve hor pennou goloet.

R. Beza e meus hirio an enor
 Da bresanti dirac ho tor
 Eun den yaouanq leun a furnez,
 Ha demeus hoc'h anaoudeuez ;
 Eur merq bras demeus a sqiant,
 Eo m'en deus preferablamant
 Choazet unan eus ho merc'hed
 Evit beza e bried.
 Gouzout a rit e zéo dija
 Publiet teir güech ar bromessa,
 Ha n'hon deus den clèvet parlant
 Eus a nep seurt ampechamant,
 Nac e vet en em opposet
 Da retardi an eured ;
 Rac-se omp deut d'e fedi
 Da zont hirio da gcontracti.

G. Atao diouz costez ar Vaouez
 E ve clasqet mil digarez,
 Ha na ouffac'h qet evit petra,
 Nemet evit delc'hel an dud en o za.

R. Ne glasqàn qet digareou ,
 Mes exposi va résouniou ;
 Gortoz a rànqit, rac ar mab eus an ty
 En deveus goall faoutet e fri ,
 Nonpas ouz en em ganna ,
 Mes o fourra butuh ennâ ,
 Hac e zéo redet d'ar marc'had
 Da glasq eun ados d'e c'hriad.
 Mes da c'hortoz ma teuy d'ar guear,
 Rac ne zaleo qet , mévar ,

En deus va dalc'het me amàn ,

Evit ma respontin evitan :

Rac-se e tisclériàn déch' ,

Ententit mad , mar pjich ganêch' ,

Ret e ve pare mad va fri

Abers cass ar plac'h da eureuji ,

En aon na ve ar bêleg spontet

O velet eur fri quer faoutet.

G. M'en devije lavaret din-me ,

E voa bet quït da vont qeit-se ;

Ia , rac me a voar parea

Gant remejou ar re zrolla.

An deiz all va marc'h du ,

Eur marc'h mad , en creiz e fru ,

A voe roguet e groc'hen

Gant eun tol dant digant eun azen :

N'ho pijc birviqen devinet

Gant petra e meus e bareet !

Gant eun tam qic-sall d'e beinscillat ,

Hac eun anduillen d'e c'hriad.

R. Credit din , o redet bro

E tisquer traou nêvez atao.

Pa voan er Spagn en arme ,

Eun devez ma voa calz arne ,

Abars an eost en nêvez-amzer ,

Ec'h erruas eur goal affer.

Eur vreg gant eun aér a voe flemmet ,

Tout e zud a voe calz nec'het :

Facil e sónjit eo ar vreg a varvas ?

Mes nan , an aér hepken eo a grevas.

G. Me n'en dûn qet eus an dud habilla ,

Mes adress mad a meus da scrifa :

Qenta lizer a scrifis biscoas

A voe scrifet gant eun aval poas ,

Ha goude va güella pluen

Zo bet eur picol anduillen.

Ha gant qement-se tout ,
 Me a meus bet grêt calz a rout :
 Ha pa bresantàn eur reqet ,
 E vezàn diouc'h-tu selaouet ;
 Ha ne bretantàn qet bremàn
 Beza daleet reir amàn.

R. C'houi a zo savet goal mintin
 Da laqat an dud da c'hoarzin ;
 Mes an amzer a ya en dro ,
 Rac-se hastomp buan a fo .
 Ia , eur gascon en deiz all
 A ras eun dro ne voa qet fall ,
 Rac evel m'en devoa clèvet
 Voa qestion eus eun eured
 Gant famillou a gонseqanç ,
 Tud pinvidic hac a bresanç ,
 E vije manific dezâ
 Mont ive dî da leina .
 Evel m'en devoa calz a speret ,
 Ne voe qet pell ambarrasset
 Evit caout prest eun digare
 Da gomz ouz tad ar plac'h nêve .
 Ar gomparuinez a voa erruet ,
 Ha dèn mui na c'hortoet .
 Neuze ec'h antreas ar gascon ,
 Gant reverançou a fêçon ;
 Anfin , scuis bras o saludi ,
 E lavaras da vestr an ty :
 Me meus evidoc'h eun affer pressant ,
 A ell talvout dêc'h calz a arc'hant ;
 Fachet où d'oc'h interrompi ,
 Mes ne qet eun dra da differi .
 Ar mestr a lavaras d'ar gascon :
 Chommit da leina , va mignon ,
 Ha goude-ze , var hon abaster ,
 Ec'h ententimp ouz hon affer .

Pa voe grêt ar regal tout,
 Ha deut ar poent da vont er rout,
 Ar gascon neuze a lavaras :
 Cetu amâ an affer bras.
 Gant ho merc'h e meus bet clêvet
 E prometit rei cant mil scoët;
 Mes, mar qerit, me c'hemero
 Gant an ánter eus anezo ;
 An anter all a chom ganêc'h,
 Cetu eur gounit sclér caér déc'h,
 An tad ne gavas qet dereat
 Beza evelse goapeat
 Credabl è en em fachas ;
 Mes ar gascon a bartias ;
 Buan e renqas trei e guein ,
 Mes attrapet en doa e lein.

R. Ni nomp qet gasconet .
 Mes tud sincer, güir Vretonet ;
 Neo qet leinou eo a glasqomp ,
 Mes ar plac'h nêvez a c'houlenomp .

Me gred oc'h eun den ar güella ,
 Ha ne ve qet mad ho trompla ,
 E ve pec'het oc'h amusi
 Ha memes dont d'ho talei ;
 Ar pez ze erruet ganêc'h ,
 M'en assur déc'h , am gra calz nec'h .
 Abaoue dec'h ho plac'h yaouanq
 E deus chenchet a santimant .
 Me a voa êt demens ar vro
 Hac e sonjet e voan maro ;
 Mes evel ma oun en em gavet ,
 E deus din-me diguemennet
 N'em boa nemet en em avanç ,
 Hac em bije ar breferanç .
 Qer buan diouc'h-tu , hep dalei ,
 Oun diredet d'e saludi ,

Hac e rân hirio güeladen ;
Cetu aze eun obaden.

Me a meus bet clévet dija
Meur a guilloq o cana ,
Hac evit n'en dòn qet c'hoas côs ,
E meus güelet meur a vleiz en nôs.

Eun den terrupl oc'h , var ho meno ;
Mes piou a sonch dêc'h ho credo ?
Ni a voar penos o redet broyou
En em zammer eus a varmailiou ,
Hac e rîr coll calz a amzer
O conta eur bern a c'heyer.

C'hoant oc'h eus-hu-ta d'hor sponta
Ha d'hor c'hass quit hep netra ?
Ni nomp qet sur prest da cedi ,
Hac e ve ret demp procedi.
Mar cedit ar plac'h-mâ gane ,
Me gavo eun all d'ho toare ,
Unan hac a voar menaji ,
Ha mont a rân dêc'h d'e brouvi.
An deiz all e voan o chasseal ,
E yis en ty en eur basseal ,
Hac e d'oa uzet eur c'houlaouen ,
Evit clasq eun tam cos spiller .
Admirit eta pebes greg ,
Uza eur c'houlaouen a venneç
Evit eur spiller dic'hroset ,
Ha c'hoas ne voa qet bet cavet.

Mar doc'h bas-valan , comzit ouz onnez
Da varc'hadour an allumettez ;
Pe autramant , mar plich dêoc'h ,
Goulennit-y eta evidoc'h ,
Hor plac'h-ni a zo en ty-mâ ,
Roet e deus demp e fromessa ,
Gant consantamant e zud :
Clévit gante , n'int qet mud.

Seblantout a ra ouz ho clêvet,
 E ve an affer decidet :
 Ha mar dê güir qementse ,
 Ne qet me mui a rêy dale.
 Permettit dîn-ta eun nebeudic
 Ma rin brêmâ eur baleic ,
 Da c'houzout hac én zo en ty
 Eur plac'h contant da zemezi.

En eur bressanti eur Plac'h Yaouang.

Sellit eta amân , va mignon ;
 Homân zo eur plac'h a fêçon :
 Mar dêo contant ha d'ho toare ,
 Bezit eta grêt evelse.

Complimant da eur Plac'h Yaouang.

Bonjour deoc'h-hu ; Plac'h coant ,
 Fleuren fresq , boquet charmant :
 Certenamant n'en dêo qet c'houi
 A dle chom hep caout ho parti.
 Plijet , goude ar goulennou ,
 E ve casset an embannou .
 Hirio na ellomp qet dale ;
 Eur vech all a zo adare.
 Ma n'oc'h qet ervad contantet
 Gant ân objet zo presantet ,
 E zàn c'hoas da ober eur bale ,
 Da glasq unan a vo d'ho toare.

Holla ! ni n'en domp qet tud fall
 Da zont da guemer tra eun all ;
 Ar vreg-se a zo perc'hennet ,
 Nemet bez e vez divorcet ;
 Eus ar seurt-se mallig hini
 Ne deuyo ac'hann ganeomp-ni.

Da eun Intanvez.

G. Arça eta , Plac'h Yaouang coant ,
 Petra eo eta ho santimant ,
 Pa velit ar re o deveus bet

Prest adare da gaout fret ?
 Ma na garit hasta a fo ,
 E medoc'h en risq da goll ho tro .
 Va excusit , m'ho ped , maouez vad ;
 Permettet eo certen badinat :
 Mes n'en dêo qet erruet c'hoas
 An hini a dle dont d'ho choas.

R. Mar güelit begou e boutou ,
 E velot souden he seuillou :
 Me gred assur e zoc'h den habil ,
 Mes da viana e zoc'h difficil .

G. N'hon deveus tam ebet disprijet
 An objet a ve demp presantet ;
 Hac evel ne zeus cos voutez
 Na gaver dezi e farez ,
 Onnes iveau , aboues guedal ,
 Me a gred a gavo eur chanç all .
 Ni n'en domp qet deut assur eviti ,
 Ha ne sònjomp qet a grenn enni ;
 Mes evit an hini a zo embannet ,

..... e zeo hanvet ;
 Hac evit he designa ervad :
 éo he zad .

Ne glasqit qet eta digarei ,
 Pa zéo güir e mân en ho ty .

R. Sclér mad éo sur , pa expliqit ,
 Eus a behinj e parlantit ;
 Mes ret éo goulen diouti
 Ha contant éo da zemezi .

Mont a ra da ober eur bale .

Ouz an daul e meus-hi cavet
 Tranqilamañt bras azeet ,
 Hac e deus lavaret dîn-me .
 Ne voar qet piou a zo aze .

Oh ! va mignon , ar respont-se
 A zo tout-a-fêt d'hon doare :

Disqüez a ra e zê prudant ,
 Ha güir mestrez d'e zantimant.
 Hac evel pa lavarfe c'hoas
 Ne rofe qet e dorn da bep goas ,
 Mes hepqen nemet d'an hini
 A zo bet destinet dezi ;
 Ennes è just a zo amâ.
 Ne broposàn qen nemetâ ;
 Rac-se eta , grit demp antren ,
 Coulz hac an oll eus va banden.

Oh ! ya mignon , na c'houi c'heus talant
 Da drêi an traou d'ho santimant !
 Mes gouzout a rit , an habilla
 A ell iveau avichou fazia ;
 Rac-se eta , bremâ permettit
 Ma lavarin en em dromplit.
 Mar dê eus ar plac'h-se azeet
 E zéo occupet ho speret ;
 Ha pa e deus roet ar respont-se
 Ouz traou all è sur e sònje ,
 Rac amâ e zeus en em gavet
 Alies a dud d'hor güelet ;
 Joa vrás meurbet hon eus diouto ,
 Gant qementse evel ato ,
 Eo en em gavet quer just ha tra
 Da veza primeri ar bara ,
 Dre chanç gouscoude dec'h e voa deud
 Ar mêliner laer gant ar bleud ;
 Hirio eta me a ranq poazat ,
 Hac ar plac'h-se ribottat ;
 Hac ouspen qementse c'hoas ,
 Dêi eo ive da rolla an toaz .
 Rac-se n'oc'h eus qet a voyen
 Da gaout hirio hor femelen.

Ma ne zeus qen ouz ho trësa
 Nemet primeri a vara ,

Deut ganemén-me oll a vanden
 Da gundai ar femelen :
 Ni hon eus eur zal vrás preparét ,
 Tapisset caer ha fleurachet ,
 Poazet bara , qig ha stripou ,
 Paste , fars-forn , goadiguennou :
 Eun daul hir a zo bet savet
 Evit ober demp eur banqet :
 Na c'chedomp nemet ar plac'h néve
 Evit festa mad Molarge.
 Pa vezo deut , ni a ray frico ,
 Ni a gano hac a gonto.
 Ac'hanta eta , va mignon ,
 Petra a lavar ho calon ?

Qement a rit sur o pledi ,
 Em be c'hoant bras d'ho contanti ;
 Gouscoude e ve diréson
 Lezel va zy en abandon ,
 Rac certen eo evit merc'het
 Ne qet ès din da zivoeret ,
 Hac ispicial an hini
 A fell déch da reqeti ;
 Mes c'houi a zo grêt ho labour ,
 Ha noc'h eus ezom a zicour
 Nemet da gana , da youal ,
 Da fricotta ha da zançal.
 Cetu amàn eur potr boujant ,
 Hac a dalvo déch qeit ha cant .

Bo ! nê qet da glasq ar seurt-se
 On-me sur laqet da vale :
 Tec'h alesse te , cos marmous ,
 Ni ne glascomp qet eur seurt mous .

Mar cavit ennes re dister
 Evit dont da ober hoc'h affer ,
 Cetu amàn c'hoas eun all ,
 Hac evit ar güel n'èv qet fall .

Bonjour , dêch-hu , va den mad ,
 Noc'h eus brèmân nemet tostât ;
Me gred eo dre guriosite
 Oc'h en em bresantet aze
 Evit güelet hor plac'h coant ,
 Hac evit choas ho santimant ;
Mes hon affer-ni zo da guenta ,
 Hac e fell demp e finissa.
Mar teuit amân d'hon dale ,
 D'hon tro ni a ray dêch hale :
Ni ho paeo , hervez ar c'his ,
 Certen gant ar memes moneiz.

Lavarit din-me , me ho ped ,
 Ha merc' hed ho prô zo decedet ,
Ma ranqit eta dont qeit-mâ
 Da glasq merc' hed da fortunia ?
Me a gléo lavarat en Breiz
 E zeus certen merc' hed aleiz ;
Ma rafec'h eur bournaden ,
 Ec'h alfec'h güelet meur a vanden ,
 Ha marteze abars fin ho tro ,
 Ho pe ar choaz eus anezo ;
 Evit amân na zeus nicun
 Contant da ober he fortun .

Lavarit din-me da guenta ,
 Petra a sinifi promesa ?
Me a meus clêvet en peb amzer
 E tleer delc' hel mad d'ar guer ;
Hoguen , unan eus ho merc' het
 E deveus d'an den-mân promettet
 Feiz qercoulz ha fidelite :
 Ni zo deut da glasq an dra-ze.
 Penos etâ ? me am boa credet
 E voac'h , c'houi , eun den a vras speret :
Gûir eo , ar seurt-se avichou
 O deveus calz demeus a ureou .

*Quamdoque bonus**Dormitat humerus.*

Ha credabl eo e ve en ty
 Eur plac'h contant da zemzi ,
 Hac e ve êt qâit-se ar brud ,
 Hep ma ouffe netra e zud !

Pa ho clêvân evelse o parlant ,
 Me vel oc'h eus calz a dalant ,
 Ha têod mad , ha descadurez ,
 Ha calz inzign ha mil adres ;
 Ec'h ouzoc'h mad forji guêyer
 Evit tremen ervad an àmzer ,
 Hac e fell dêc'h , gant bo latin ,
 Hon amuzi-ni da c'hoarzin ;
 Mes , hac e vec'h-hu avocat ,
 Pa uoc'h eus qet dêc'h ar gos vad ,
 Me a esper dont d'ho fêza ,
 Hac a c'hoarzo da ziveza.

Ridebit benè

Qui ridebit in fine ,
 Abars ma refot din-me plega ,
 E scuizot sur c'hoas en ho sa.
 Sellaouit ervad , va c'homper ,
 Pec'het bras eo coll an amzer ;
 Eur poent a zo evit pep tra ,
 Ha brêmân eo poent finissa.
 Diou vech e meus bet goulennet
 Ac'hann ar plac'h a eured :
 C'hoas daou c'her all : diou vech-anter ;
 Decidomp buan an affer.
 Eur vech , diou vech , anfin , teir güeçh ;
 Cetu me brêmân direbech.
 Roit din-me brêmân ar plac'h ,
 Pe e zàn en hent gant va zac'h.
 Ar banquet a zo preparet ,
 Ha bezit sur e vo débret.

Goude qementse ni a velo
 Pe c'houi pe me eo a baco,
 Ar pez a ra dîn differi ,
 Eo an ezom eus anezi ;
 Rac ouspen ma zeo eur plac'h coant ,
 Leun a furnez hac a sqiant ,
 Eo dilijant en e labour ,
 En peb amzer prest d'am zicour.
 Mes mar oc'h eus-hi decevet ,
 Ha dija en em bromettet ,
 Allas ! he c'halon a ve eno
 Hac amàn a enep he meno.
 Allòn , dont a ra em memor
 Oc'h eus grêt din calz a enor
 D'am pedi da vont d'ar banquet ,
 Hac oc'h eus bet memes pedet
 Qement zo em c'hompagninez
 Da vonet iveau assambles.
 Eh bien , eno en eur banne güin
 Me a veuzo va oll chagrin ,
 Hac a lavaro coulz hac eun all :
 An affer-màn n'en dèo qet fall :
 Rac-se , evit en em accordi ,
 Pa viot prest , deut-ta en ty.

Compliment d'ar Vreg-Yaouang.

Debonjour déc'h-hu , Plac'h Névez ,
 Me ho salud gant levenez .
 N'en dèo qet va c'hondition
 Dont amàn déc'h-hu da sermon :
 Lezel a dleer qementse
 Gant an nep o deus autorite .

Mar plich ganêc'h dont d'an ilis :
 Eno ar bêleg , herves e ofiq ,
 A explico déc'h an oll zantelez
 Demeus ar Sacramant a Briedelez ,
 Hac an oll obligationou

A gontact ar güir priejou.

Me a meus grêt va c'hommission :
Chanç vad déch', ha güir union.

Complimant d'an Ozac'h-Yaouang.

Ha c'houi ive , va den prudent ,
A verit sur eur eur c'homplimant :
Me reget déch' digant Doue
Peb chanç-vad ha prosperite.
Cetu dirazoc'h an objet
Ha goulenet hac accordet :
Mar dòn bet ouz ho retardi ,
Na gavit qet dies va excusi ;
Gouzout a rit an usach commun
Pa vez qestion eus a fortun .
Brêmân , mar doc'h prest , hastit a fo ,
Ne qet me mui ho taleo ,
Nemet ma rofot peb a vanne
D'am c'hamaraded coulz ha din-me.

DISCOURS EVIT GOULEN EUR PLACH' DA EUREUJI.

Salud , Compagnuez , gant eur galon ardant ,
Eus a greiz va c'halon e rân va c'homplimant ,
Ma vouifen-me an tu , ar fêçon d'en ober ,
E ve va brassa joa plijout d'hoc'h oll dousder.

Peb action gaer , d'e ober pa zeomp ,
E zéo dre Sin ar Groas atao e commançomp :
En hano an Tad , ar Mab , hac ar Speret-Glan ,
Zo tri Ferson distinct en eur memes unan.

Abaoue ma voan bian , var brec'h va maguerez ,
Me am boa an desseign da antren er Palez ;
Mes erru eo an deiz , an amzer er vech-mân ,
Ma meus bet an enor da zont betec ennân .
Evit beza hirio antreet en ho ty ,
N'ouzoc'h qet , marteze , tenor va c'hevridi :
Me zo eur messajer zo amân digasset ,

Cazi hep gout an hent , gant an Den a Eured.
 Mes pa zòn digasset eus e bers ho pete ,
 Me a ray e excuz ha va hini ive.

Qent avanc davantach , e zàn d'en em adresi
 Déc'h-hu , ô va Jesus ! hor C'houer , hor Messi :
 C'houi eta , va Jesus ! a ray din ar speret
 Da explica peb tra evel ma zéo dleet ;
 C'houi a ray din ar c'hraç , pouvoar hac elocanç ,
 Sclérijen d'am speret da gomez en hò presanç .

Eh bien , plac'h yaouanq , n'em strinquit d'an daoulin
 Da c'houl bennos ho Tad qent mont da eureujin :
 A beurs Doue an Tad e zéo demp ordrenet
 N'ancounac'haimp qet nep o deus hor maguet .

Bennos Doue an Tad a c'houlàñ da guenta ,
 Güir Grouer eus an ên , Gouarner ar bed-mâ ;
 Mes gület a rân c'hoas , pa remerqân ervad ,
 Penos e coe daelou ðemeus ho taoulagad .

Nê qet ar pez oc'h eus grêt eo ho cra contristet ,
 Mes gület ho Tad , ho Mam , penos int desolet !
 Allas ! résion o deus ; n'en dêo qet hep sujet ,
 Guelet e teuit da güittât nep en deus ho maguet ,
 Gant qement eus a soign savet bete vrêmâ ,
 Qementse a laqa o c'halon da rannâ .

Arça , Tad truezus , disrtoit ho taoulagad
 Var ho merc'h a c'holen e mennat .
 Emedi d'an daoulin dirazoc'h prosternet ,
 Deus a greiz e c'halon o c'houlen e soùhet .
 Ha c'houi , Mam dezolet , roit ho pennos ganti ,
 Gant ho merc'h da eureuji . — Ia , ia , ia .

Holla ta ! avoalc'h è qementse :
 Oboisset oc'h eus da C'hourc'hennou Doue ;
 Grêt oc'h eus ho tever gant güir humilite ,
 Ha Doue ne c'houlen nemet güir volonte .

Eh bien ! plac'h fur ha disqet mad ,
 Avancit ho pasiou da vont betec ho Tad ,
 Ha roit deàn daou boq eus a greiz ho calon ,

Pa oc'h eus obtenet e venediction.

Distroit c'hoas eus ar Vam pini e deus ho canet,
Ho livret da zemezi , pa oc'h eus er souhetet.

Qent avanç davantach , me c'houlen eviti
Cònje e breur , e c'hoar , qent mont da eureuji ,
Paeron ha maeronez , mar e maint var ar plaç ,
Me c'houlen eviti ho pennos , diganeac'h.

C'houi ho poa contractet en ilis eviti ,
Hac hi c'houll ho pennos qent mont da eureuji ;
Bennos he oll ligne , cònje he oll c'herent ,
Cetu aze ar seul sujet ma zomp-ni deut en hent .
Bennos ar re zo maro n'allàn qet da c'houlen ,
Rac calz a galonou contristet à laqfen ,
Güell e zéo eur beden d'ar re zo decedet ,
Eguet goul o c'hònje , pa ne maint mui er bed :
Dre ze en ho pedàn da lavaret gane

At salm eus an Ilis en repos d'o ene. De profundis

Arça , compagnuez a zo amàn presant ,
Me zezir ar boneur d'ho renta oll contant ,
Me ne méus qet , sivoas , speret an oll æle ,
Da gontanti peb-unan herves e volonté .
M'am biye ar pouvoar en d'oa Alexandri ,
Pa voa bet prisonnier er guaer eus a Vitri ;
Ennes a ziscare , gant moez e drompillou ,
Seiz muraill cimantet en dro da Jerico ,
P'autramant ar pouvoar en devoe Josue ,
A laze en combat sez ha trègont Roue ,
A arrête an eol un heur anter en ar ,
Pa voa o combatti , evit rêu dezàn sclérder ,
P'autramant ar furnez en devoa Salomon ,
Pe an talantchou caer eus an doctor Ciceron ,
Me forchfe eun discours a vije d'ho souhet ,
Nonpas deus an anter ar pez a veritet .

Eh bien , compagnuez , en em rejouisset ,
Cetu bet demp an hini pini hor boamp deziret ,
Hac hi quer caer hac an de pe an eol ardant ;

Hor c'halonou memes a rente oll contant,
 Rac e hini e-unan a zo pareillamant guyð,
 Evel ma ve an deillou er güez e fin mis maë :
 Memes qen a sònch dìn en deyez a hirie ,
 E deveus astennet deg vlavez eus va bue.
 Graç deomp d'en em velet er Pales celestiel :
 En hano an Tad , ar Mab , hac ar Speret-Santel.
 Eno gant hon Æl-mad ni vo represantet ,
 Pa vo ret renta cont dirac Salver ar bed ;
 E vo lennet an decret , hep hor favorisàn :
 Demeus o meritou e vo barnet peb-unan.

Mar a meus choquet den dre re a liberte ,
 E c'houlennàñ mil excus digant ho majeste ;
 Bet e meus ho cònde , gant ho permission ,
 Me ho trugareca deus a greiz va c'halon.
 M'ho ped d'am asista evit e c'hundai ,
 Ma zefont gant enor d'e c'hass da eureuji.

Rimou evit goulen ha rei Plac'het da eureuji.

Orsus eta , compagnuez ,
 En em retirit oll a gostez ,
 Evit m'am bo an avantach da barlant
 Amàn , en ho presanç , en langach eloqant.

Ne ouffen qet certen ober eur güelloc'h tra
 Eguet dont da ober Sin ar Groas da guenta.
In nomine Patris , et Filii ,
Et Spiritus-Sancti.

Ha neuze e lavaràñ *Amen* ,
 Evit échui ervad va feden.

Debonjour ha joa en ty-màn :
 N'en dêo qet a chom amàn ?

Ia , va mignon , eun action vad oc'h eus grêt ,
 Dre Sin ar Groas pa zoc'h commandect :
 Me a ray ive coulz ha c'houi
In nomine Patris , et Filii ,
 Hac evit échui ervad va feden ,
Et Spiritus-Sancti. Amen.

M'am bije gouezet e teujec'h hirio d'am güelet ,
 M'em bije da fest preparet treid siliou, ha re arinquet ,
 Pêvar gartier eur guellyenen ,
 Ha diou scouarn eur verryenen.

Dont a ràn meurbet d'en em estoni ,
 Pa glêvan peguer caer fest ho poa demp da brepari ;
 Mes mar qirit dont dissul , goude an oferen-bret ,
 Ni a breparo dêc'h iveau eur banquet :
 Ni hon eus laqet dêc'h deus ar ber
 Luz , alamandez , trinchen , mesper .
 Hoc'h asistanç , mar plich dêc'h , compagnuez ,
 Me ho ped da laqat meurbet eves ,
 Rac eur goall barti certen a velan aman ;
 Mil aon a meus ne golfen gantan .

Eur groug-lassiq hor boa stignet ,
 Eur goulmic voenn hor boa trapet ;
 Mes , allas ! ne voa qet goall gre ,
 Hac e zéo , sivoas din , achappet adare .
 E asquel glèi a zo torret , achap a bell ne alfe qet ,
 Hac hon eus clévet lavaret e zé aman eo disqennet .

Yaouanq òn sur er bed , ar c'hustumou n'ouzon qet :
 Rac me ne meus qet studiet evit goulen na rey merc'het :
 Mar deu din lavarat netra sot ,
 Mar plich ganec'h em excuzot .

Dre ma zon deut da dal an ty ,
 Ne garfen qet sur dont d'ho choqi ,
 Na d'ho repren , na d'ho facha ;
 Rac certen an dra-ze a ve sur ar goassa .
 Mes evit cavet tro da barlant ,
 Ma vo a propos va c'homplimant ,
 Excus ha pardon a c'houleñnan :
 Pa blijo ganec'h e comzin brémân .

Seblantout a rit beza habil ,
 Herves ma velan , eus ho pabill ;
 Rac-se e carfen gouzout ouzoc'h
 Petra a glasquit , ha piou oc'h .

Me, va mignon, a zo eun den yaouanq
Hac a zo bas eus a sqiant ;
Mes, mar dòn ignorant, a dra sur ,
N'en dòn qet ignorant dre natur ;
Rac ma noc'h eus qet anavezet va zad ,
Me à rayo déc'h anavezout e vab.

Ober a rér din calz demeus a enor ,
Güelet eur seurt compagunnez etal va dor ;
Mes ret eo déc'h ervad lavarat din , va mignon ,
Demeus a betra e zeus qestion .

Gant e zòn bet sortiet ,
Demeus a dre e gared ,
Da c'houlen dezàn da zont da eureuji :
..... a rér eus anezi .

Tri embann , va mignon , oc'h eus bet clèvet
A zo bet lennet dissul gant ar bèleleg ;
Ha fennos , gant ar c'hraç a Zoue ,
Hon eus sonch mad da gass ar bavaré.
Mar deuit , va mignon , brémàn d'hon rebuti ,
Ni ho laqay souden da gaout un troatad fri ,
Hac e viot condaonet da baëa an amand ,
Ar pez a gousto déc'h eun nebeudic arc'hant .

Va mignon , na lavarit qet a c'hevier ;
Güell eo déc'h lavarat brémâ ho *Pater* ;
Rac brémâ-sounn , dre abiou ho fri ,
Me a meus-hi güelet duont en penn an ty .

Doue en deus lavaret biscoas den en ên n'eo antreet
Nemet gant courach en defe combattet ;
Ha c'houi , va mignon , n'ho po qet ho plac'h ,
Na renqfot disputi eur pennadic mad c'hoas .

Glorius en ho cavân meurbet ,
Va mignon quer , gant ho merc'het ;
Ar merc'het a zo goall bejou , hac a scò evel diaoulou ,
Ha pa doront o c'héyelou , e c'hoariont gant o inquinou .
Evidòn me a lavar crenn :
Birviqen en maouez ne fisen .

Ne ravodit qet va fenn dìn , autrone ,
 Diouz ar pez a c'houlennit diganén-me ;
 Rac mar ho pe diganén-me tennet
 Ar gaera demeus ar merc'het ,
 Goude diouzòn-me c'houi a c'hoarzfe ,
 Hac el leal , rëson mad ho pefe.

Ne grenàn , na ne chenchàn liou ;
 Ma n'am be qet ac'hann , me dremeno abiou :
 Ma vemp-ni ganêc'h-hu refuset ,
 Ni a gavo el lec'h all merc'het.

C'hoarvezout a ra ganêc'h evel ar merdaidi ,
 A ya oll da naov heur da zébri dijuni ,
 Ha goude e vent enpad an de neuze o naviga ,
 Allas ! alies o clasq , e ranqont rabata .
 Va mignon , na chommit qet aze d'ober brut ,
 Lipit brémàn ho peg hac hit buàn d'ho clud .

Pa voac'h-hu errù gant an hent ,
 Me sònje dìn e voac'h eur vanden sent ;
 Mes brémàn e credàn a dra certen
 E zoc'h eur vanden merc'hetaeryen .

Me a ya da zivoucla brémàn va boutou ,
 Evit mont da zispen va roudou ;
 Rac evit ac'hann , var a velàñ ,
 N'hor bezo netra evit brémàn .

Mar doc'h attachet en defot merc'het ,
 Me a lavaro dêc'h e pelec'b sur e qefet :
 Mar qirit mont da vourg Plougonven ,
 E cafot eno eur plac'h evit eur grampoezen .

Sach ar bier ! ar re-mâ afat a zo tud ,
 Coulz ar re vras hac ar re vunut ;
 Evit qement a meus bet dê lavaret ,
 Ne reont van ebet evit dont d'am c'hlêvet .

Me a vel ervad e rànqàn sur plega ,
 Terri ha brec'h ha gar hep en em vlessa ,
 Ha dont d'e digass dêc'h amàn da dal an nôr ,
 Da c'hout ha c'houi e recevo gant calz eus a enor .

Presanti a rér eur Vreg.

Cetu amàn eur plac'h yaouanq

Hac e deus eur speret contant ,

A zo diangach a bep lec'h ,

Hac a dal hirio qeit ha dec'h .

Ha ma n'e dêo qet mad d'ho cout ,

Certen ec'h ellit mont en ho rout .

Ne douetân qet va mignon coant ,

E ve ho ty qen dibourve eus a blac'het yaouanq ,

Na zigasfac'h demp unan da velet ,

Certenamant ne vezо qet refuset .

Mes houmàn a zo an daill var he beg

Da veza êt pell zo d'ar vicher eus a vreg .

Me vel merqet var he chod clêi

E zeus bet goas o poqat dêi :

Cassit-hi buan var he guis ,

Gant aoun he defe drouc-avis .

Clêvet oc'h eus alies parlant ,

O comz deus eur zal caer ha brillant :

Ia , va mignon , me a meus eur zal ,

Hac a zo oll carguet demeus a draou leal :

A bep tu demeus an daou gostez ,

Ne zeus nemet accajou hac olifes ;

Ha dindan an treid , evit servicha da bave ,

Ne zeus hepqen nemet lorenti ha lore .

Ia , ar zal gaer-mâ zo dre oll decoret

Demeus ar peder blanten gaera a ve cavet :

Unan e zéo ar roz , eun all an tulipes ,

Eun all ar palm superb , hac eun all ar cyprès .

Ha c'hoas ne meus contet déch' netra

Evel e zàn da gonta déch' brêmâ ,

En creiz ar zal-mân e zeus eur femelen

Demeus ar re gaera a veljot birviqen :

E muzellou a zo demeus a roz bordet ;

Michànç e zéo onnes a fell déch' da gavet .

Va mignon , gouzout a rit ervat ,

Pa gaver an avel éo e rànquer güentat ;
 Ha c'houi , pa gafot discarg d'ho merc'het ,
 Me ho ped , mignonet , n'o refusit qet ,
 Ha c'hoas trugarecait Doue ,
 Pa na reomp eguis Table ,
 En devoa da ravissa ar merc'het
 An devez memes demeus o eured .

Cetu amàn eur plac'h yaouanq ,
 Zo quer caer hac an eol brillant ;
 E diou chod a zo ruz evel ar ros ,
 Distinguet evel an deiz diouz an nos .
 E zal a zo quer caer hac ar c'hrystal ;
 Laqat a ra calon mab da dridal :
 Ha ma na blich qet omàn déc'h ,
 Na ouffen qet petra da ober déc'h .

Troublet meurbet eo va speret ,
 Pe eur banne re am be evet
 Mar déo onnes ar femelen
 A meus grêt anéi ar goulen ;
 Mes ar plac'h-se , pa zéo deuet ,
 N'e déo qet da vea refuset .
 Me a zo ive eun den yaonanq ,
 Hac a meus eur speret contant ,
 Hac a zo diangach en peb lec'h ,
 Hac a dalvez hirio coulz ha dec'h ,
 A laqayo va dorn en he hini ,
 Hac a yél ganti da zemezi ,
 A ray outi peb contrat mad
 Evel e eure e mam d'e zad :
 A brometto dëi fidelite ha fe ,
 En qeit ha ma vin en bue ;
 A zalc'ho mad dëi bete mervel :
 Ne ouffen qet lavarat güell .

Arça eta , va mignon qèz ,
 Cedi a ràu ganéc'h ar plac'h nevez ;
 Mont a ràu d'e digass déc'h d'an nor :

Me ho ped d'he receo gant enor.
 Didostait eta , den nevez ,
 Da guemer en dorn ho mestrez ;
 Evit r  i d  c'h an arvoenti ,
 Laqit ho torn en he hini ,
 Ha s  njit penos e pado
 Ho commandant betec ar maro.
 Na deut qet d'e goaldr  ti , d'e chasseal eus an ty ,
 Evel pa ne anavefac'h qet anezi ;
 Pe m'er grit , va mignon , selaouit mad eur guer :
 Laqit ervat eves demeus ar goalinier ,
 Ar goalinier a zorn Doue oll-buissant
 A bunisso ar re vechant ;
 Da lavarat eo , ar goalinier
 Demeus e fulor hac e goler ,
 Pere a ellomp da evita ,
 O veva en gra   Doue er bed-m  .
 Pedit Doue , Roue an Tron ,
 Da r  y d  c'h oll e venediction ,
 Ha da asista en hoc'h eured hirie ,
 Evel ma reas g  echal en eured Cana en Galilee .
 Tachit eta da gundai eur vuez vad ,
 Hervez Doue hac hervez ho stad ,
 Evit ma c'hef  t gant  n da repos
 En fin deus ho puez en gloar Doue d'ar Barados .

Me a ya da laqat va zoq var va fenn ,
 Evel a dle ober peb christen ,
 Compagninez , gant ho permission ,
 Pa meus gr  t va dever ha va c'hommission .

D I S C O U R S

Da lavarat en qichen an ty da eur Goulen ,

Salud , tud a enor , gant peb soumission ;
 Tud eus a bep qualite hac a bep condition ;
 Ho ty hac ho madou , hac ho tomentiq  t ,

Hac ho polonte vad o deveus va charmet.
 Lavaret a ellân hardi ne voa qet bet biscoas
 Gant qement a blijadur ec'h antren eneur plaç.
 Ho ty zo situet , qen tòen , qen muraill ,
 Eur plaç a blijadur , n'en dêo qet hep marvaill.
 An nep en deus composet ar portret eus ho ty ,
 A zo eun den a speret , na fell qet din doueti.
 Ne allet qet , va mignon , dont da baea ervat
 Eun architect habil , ma na labour qet mat.
 Me a zo bet o vale en calz eus a vroyou ,
 Hac e meus goneet nombr bras a victoriou :
 Mes hor Zalver beniguet a zo marvet er groas ,
 Qercoulz evit ar pinvidic evel evit ar paour , sivoas !
 Eun amitie sincer e zéo va c'hevridi.
 Eur femelen yaouanq zo maguet en ho ty ,
 Caret gant eun den yaouanq zo demeus ar c'hanton ,
 Hac a zo deut hirio an de d'e assignation.
 E hano éo brémàn n'el lavarin ;
 Mes me en lavaro qentoc'h ma finissin .
 Prest òn da finissa hac ive da gommanç :
 Mar parlantàn davantach , me am bezo setanç.
 N'estimàn eur procuror o tifен e gojou ,
 Ma na c'hone e broces ha diounte ar gaou ;
 Ha mar cavàn-me c'hoas teir güech en odianç ,
 En durant m'er selaouin me am bezo setanç ,
 Rac Roue absolu òn , mar qirit va c'hredin ;
 Pa c'houlàn va c'hevridi , e rànqit e rî din .
 Me éo ar Roue Arthur , puissanç souveren ,
 Breiz-Izel en antier zo dindan va c'hourc'hemen ;
 Ia , en assuranç , güir Roue ar Vretonet ,
 Hac Autrou en Breiz-Izel d'an Noblanç ha Princet .
 Da guenta , evit commanç , Breiz zo din en antier ,
 Montroulez ha Lanneur , Lannion , Landreguer ,
 Pontivi , Qemperle , bete güele Leon ,
 Castel-Lin , Porz-Louis , ar C'hroazic ha Crozon ,
 Ar Faouet ha Sant-Nic , Cast , Moelan , Poullaouen ,

Ha Qemper-Caourantin , Castel-Pol , Lesneven ,
 Plestin , Garlan , Plouyan , Langonaval , Güimec ,
 Lomiqel , Plouezoc'h , Plouganou , Sant-Brieuc ,
 Guerlesquin ha Benac'h , Callac ha Qêr-Ahes ,
 Plourin , Sant-Yan , Rosco , ha Plouneour-Menez ,
 Hac ar guêr a Roazon , elec'h ma chom bepret
 Parlament Breiz-Izel hac e Brezidantet ;
 Ha Taule , ha Callot , Perros ha Lanvêlec ,
 Lambal ha Sant-Malo , Lampaul , Sant-Thegonnec ,
 Pléliber-Christ , Comanna , Plougonven , Locqirec ,
 Concerne , Ponabat , ar Faouet , Carantec ,
 Pontréo , Plufur , Sant-Sêo , Guiclan ha Pontmenou ,
 Plouaret , Enez-Vaz , Pont-Aven , ar Ponthou ,
 Plouescat , Plouizi , ha Castel-an-Taro ,
 Hac ar môr burzudus a ra dezo an dro ;
 Coatreven , Pedernec , Pempoul , Plégat-Güerand ,
 Hac anfin qement zo dindan ar firmamant .

Arça-ta , Plac'h yaouanq , va güir bried fidel ,
 Cetu c'houi Rouanez ebars en Breiz-Izel ;
 Cetu c'houi Rouanez var ar c'hériou hanvet :
 Bezit eta contant eus ar fortun a ret .

Oh ! saperlot ! terrupla den oc'h , c'houi !
 Studiet mad oc'h eus sur ho filosofi ,
 Hac e zéo certen impossubl déc'h manqout ;
 Mes me zo ignorant , ne ouzòn netra en tout ,
 Nemet débri va yôd ha lipouzad va lèz ,
 Débri patattez , stripou , ha souben ar c'hrampoez ,
 Mes en eur gonta déc'h va nebeut talantchou ,
 Ne ouzòn qet penos ec'h ancounac'hàñ va rimou .

Debonjour déc'h-hu oll , tud a enor , pini
 Zo deut a galon vad da guichennic ho ty ,
 Gant eur joa ar vrassa d'ho saludi brêmàn :
 Eus a greiz hor c'halon ni a zo deut amàn .
 Saludi a reomp ractal ho personach ,
 Gant an oll respes a gommard ho pizach ,
 Hac er memes amzer hoc'h oll gompagnunez ,

Rac assur tud vrao oc'h amân assambles.

Me a fell din brêmân sur , va mignon ,
Gouzout eus a betra e zéo qestion

Rac ma velân eur seurt banden

Eru da doul va dôr d'am zurpren ,

N'en deo qet evit ho surpren ,

Nac evit ober poan da zen

E zomp amân en em assamblet

Evel ma ve eur vanden denved :

Ni a zo o clasq da eureuji ,

Ha na ellet qet da ziferi ,

Dindân boan da bêa an amand ,

Hac ar mizou antieramant .

Un ouades am boa tennet ,

Hervez ma zeo demp rapportet ,

Disqennet e zeo en ho ty ,

Rac-se rentit-y deomp-ni :

C'houi a renq renta deomp rézon

Demeus anezi , va mignon .

Ni zo e clasq eur plac'h yaouanq ,

Mar qirit ni e banvo dêc'h franchamant :

He hano eo *Guillemet ar Maout* ,

Nac evit beza pried da *Charles ar Zaout* ,

Da zont d'an ilis da eureuji ,

Evit echui an demezi ,

Guillemet ne vouie qet

E voa hiryo deiz he eured ,

Hac a zo êt d'ar vêlin da oza qerc'h :

Rac ze , redit , mar qerit , var he lerc'h ,

Rac ar meliner a voar parlant

Hac a ambus ar merc'het yaouanq .

Aon a meus na rancac'h reir e gortoz ,

Abars mac'h éruo e vo noz .

M'am be ar bermision

Da antren en ho ty , va mignon ,

Me lavarfe prompt , hep diferi ,

E penn ho tol va c'hevredi.
 Pa voan éru e penn ar c'harz,
 Me e hanaveas eus e c'hoarz ;
 Hac he c'hlévis o lavaret :
 Erru é davidòn va muia caret.

P'on eus ho quelet o tont da dal an ty ,
 E sönje din e voac'h eur vanden merdaidi
 O vont da Vrest evit eun ambarqamant ;
 Pe zoudarded o clasq o lojamant ;
 Pe otrament eur vanden stoupérien
 Eus a Scrignac , Locqeffret pe Berrien .

Si clamabor et meditabor ut columba.

Evelze e comzàn , pa ven o latina .
 En han' Doue , n'hon daleit qet ,
 Rac ar sacrist a zo goel bresset ;
 Me sonch din eo eus a urz Sant Cripin ,
 Hac e car dijuni mintin .

Qer brao , quer coant oc'h eus comzet ,
 Va mignon qèr , ho refusi n'allàn qet :
 Me a ya da ober eun dro dre va zy ,
 Da c'fout a me gavo déch ho qevridi ;
 Ha pa rin-me eun dro var va zeul ,
 E teuy un dra benac d'am heul .

Cetu amàn eur vaouez coant ,
 Ha ne d'eo na còz na yaouanq ,
 A dle ravissa ho speret
 Gant he fresanç hac he guenet .

Ar vaoues-ze zo perc'henet ,
 Emedi al liou var he beg :
 Hac he deus bet choaset he far ,
 Ha ne ra fors piou zo var vâr .
 Me a gred e deuz dija poazet
 Eus an darbot he biziet :
 Cassit-hy ganéc'h var e c'his ,
 Rac aon ne defe droug-aviz .
 Terrubl meurbet oc'h difficil ;

Va mignon, ho compliment zo civil.

Cetu amàn eur plac'h yaouanq,
Ha ne deuz eur galon ardant,
Hac a dle plijout d'ho fantazi,
Pe oc'h dies da gontanti.

Ni hon eus-y diguemeret,
Ha ne qet da veza refuset;
Pa vo éru an heur, mar car,
Ni zo prest da choas dêi he far.
Mes un all a c'houlenomp c'hoas,
Hac a zo blesset en he scoaz,
He zervicher qercoulz hac hi;
Eru eo ar poent da zepari.

O presanti déc'h an objet
Pini oc'h eus dija goulenet,
Ouspen, ni a c'houlen pardon,
Mar hon eus bet divizion.

Didostait ta, den a zevez,
Da ziguemeret ho mestrez;
Ni he ro déc'h a galon vad,
Gant cònjé he mam hac he zad;
Cònjé he c'herent hac he lignez,
Da antren ganêc'h e priedelez.

Pedit Jesus, Roue an Tron,
Da rîi déc'h e venediction,
Ha doc'h asista evel a eure
En eured Cana en Galilee.

Cunduit eur vuez vat,
En doujanç Doue, herves ho stat,
Ha goude monet da repos,
Gant an Æles er Barados.

Parlant a rit quer delicat
Evel pa vec'h eun avocat;
Ma vec'h pignet en eur gador,
E sonchfet vec'h eur predictor.
Manifie ec'h ouzoc'h cozeal

En hoc'h avantach ordinal.

Ganêc'h m'en em gav estonet,
E qever an nôr erruet;
Rac me a gavje dêc'h-hu güell
Chom en tu-all d'ar porastel,
Bete gouzout ha ni hor bije
C'hoant d'ho receo amâ hirie.

Evel ma zoc'h tud a enor,
Deut demeus a zirac va dôr.
Ne fell qet dîn ho rebuti,
Na geneubeut dont d'ho choqi;
Clêvet a garfen libramant
Petra eo sur ho santimant.

Evit ne ellot qet ignori,
Clêvit brêmân va c'hevridi:
Me gonto dêc'h a boent a boent
Evit petra omp deut en hent,
Hac mar domp amân arrêtet,
Ec'h ouzoc'h erfat ar sujet.

Achui rân va c'homplimant,
Respondit din presantamant:
Troit ho qein hac hit d'oc'h hent,
M'ho cav quer sot brêmân ha qent;
Reir e chommit d'ober demp brut:
Torchit ho peg hac hit d'ho clud.

Hervez m'ho clêvân o parlant,
Oc'h eus dresset ho compliment:
Me gred oc'h bet er c'hademi,
P'otramant er philosophi.
M'am be c'hoant d'oc'h antreteni,
Me ho pedfe da antren en ty.

Clêvet a garfen ar rôson
Deus a betra eo qestion,
Pa ho quielân deut en eur vanden
Da guichen hon ty d'hor surpren
Eur joa vrás a meus-me meurbet,

Compagninez ouz ho qüelet,
 Ha mui a meus certenamant
 P'o clèvàn quer caer ho parlant,
 Rac ne deu demeus ho qinou
 Netra en oll nemet rimou ;
 Choui c'heus grêt ho tiscourziou tout ,
 Birviqen ne elfec'h mancout ;
 Choui c'heus eun ton qen eloqant ,
 Qen delicat ouzoc'h parlant ,
 Na ouffen qet e pez fêçon
 Dont da gonta déc'h va rëson.

Abars qement-mâ , va mignon ,
 E carfemp gout ho commission ,
 Hac e contfec'h demp ho toare ,
 Vit petra oc'h deut da vale.

Mar deo qement-se d'ho souët ,
 Ne vezot qet pell refuzet ;
 Oblijet omp vel ma zeo güir
 Da zisclêria déc'h hon dezir.
 C'hoant bras a meus en assuranc
 Da gaout an enor eus ho presanç.

Grit buan dezàn azea ,
 Aoun a meus ne deu da sempla.
 Roit un taç hac eur voutaill.
 Da zigrassi mad e gorsaill.

C O M P L I M A N T T O L .

M'ho supli , compagninez , da bresta ho silanç
 Evit ma parlantin brêmàn en ho presanç :
 Gant enor , d'ho yec'het me a deu da eva ,
 Hac abeurs ar Vreg-Yaouanq en ho trugarecàn ,
 P'o c'heus bet ar vadelez d'he beza asistet
 En devez a hirie ebarz en he euret.
 Hac evit oc'h oblija ec'h eyin dayantach.

Da yec'het nep zo roet gant Doué dëi evit partach.
 D'ho yec'het, Greg-Yaouanq, eus a beurs ho pried ;
 Doue da rëi dëc'h ar c'hraç d'en em garout parfet ,
 Ha da rëi dëc'h er bed-mâ qement a souhetet :
 Me a reqet dëc'h c'hoas asistanç un Doue ,
 Evel gueachal en eured Cana en Galilee.
 Me a ev d'ho yec'het oll eus a greiz va c'halon ,
 Doue da rëy demp oll e venediction.

Ne ancounac'haomp qet ive an anaon decedet ,
 Tad , mam , ha breur , ha c'hoar , eontr , moerebezet ,
 P'o deveus bet ar soign , pa voant en o bue ,
 Da zovetât da bepini ac'hanomp e zanve .
 Chommit , compagninez , pepini en e blaç ,
 Evit caout ar vadelez d'asista oll er graç .
 P'on eus débret hac evet , trugarecaomp Doue
 Da veza roet deomp-ni diouz hon nécessite .
 Excus-ta , compagninez , a c'houlennâr brémân ,
 Rac aon n'am be qet plijet da speret peb-unan ;
 Gouscoude e cred din ne meus lavaret `netra
 Hac a choqfe uicun eus ar re zo amâ .
 Me a ev d'ho yec'het oll eus a greiz va c'halon ,
 Ouz ho pedi da zëbri ha da eva en ho tiscretion .
 Chommit eta pepini qeit ma vo e volonté ;
 Me n'òn qet deut amân da réy da zen e gònje .
 Graç demp oll da vea bepret en joaüstet :
 Doue da gonservo qement zo eus va c'hlévet ;
 Doue d'hor c'hònservo amân var an douar :
 Graç demp d'en em velet un deiz ebars er gloar .

Discours evit eun Eured.

Salud dëc'h compagninez , gant güir humilite ,
 Pa meus bet an hardisson da zont en ho pete .
 Perac na meus-me qet eloqanç Ciceron ,
 P'otramant ar furnez en devoa Salomon !
 Perac na meus-me qet guinou ha têod alaouret
 Da barlant en ho presanç evel ma veritet !

Me zo deut amàn hirio gant va c'homagnunez,
 Evit goulen ouzoc'h , mar be ho madelez ,
 Eur recit mad benac eus an deiz a hirie :
 C'houi oc'h-unan a ell accordi din qementse.
 Tennet hor boamp d'ar sord da glasq ar savanta ,
 Allas ! hac e zéo digüezet gant an ignoranta :
 Mes dre ho madelez , ho sqient , ho prudanç ,
 M'ho ped d'am excusi demeus va ignoranç .
 Me a c'hoarve ganén-me evel ar stereden ,
 Pa deu an eol da bara a goll e sclêrijen ;
 Me zo n'em gavet amàn evel en eur jardin
 Güernisset eus a lore , a roz , a durcantin ,
 Hac en e greiz e zeus bet maguet eur femelen
 Brillantoc'h e-unan eguet ar gaera fleuren .
 Me garfe dont a benn da ellout he zurpren ;
 Va speret zo troublet , n'on qet evit compren .
 Gant enor e saludàn an oll gompagnunez ;
 Peoc'h Doue d'ar re veo , d'an anaon silvidiguez .

Brémân ec'h antre da vit ar Plac'h.

Salud déc'h , Plac'h-Yaouanq , demeus a bers Doue ,
 Me a zo deut d'ho cavet en devez a hirie ,
 Evit gouzout diganéc'h ha c'houi zo preparet
 Da zont da effectui ar pez a zo promettet .
 Deut da c'houlen bennos eus ho tad hac ho mam ,
 Evit dre guementse beza dirac Doue divlam ;
 Rac dre e c'hourc'hemen en deveus ordrenet
 Respeti dreist peb-unan nep o deus hor maguet .
 Sellet e meus en ty-mâ ha nep tra ne meus cavet
 A guement am oblichfe da fournissa déc'h merc'het .
 Disqueuzit demp eta brémâ ho contrajou
 Hac er memes amzer ive hoc'h oll titrou ,
 Rac me anzav òn eun nebeudic incredul ,
 Rac va réson a meus evit bea dissimul .
 Néo qet brao güelet Yan ar Maout
 Gant eur bezel en eraou ar zaout ,

Eur pez corn butun en e c'hinou ,
Ha goall gaillaret oll e vrugou.

Ni ne glascomp nemet eur vaouez ,
Hac hor bezo ni assur abars paouez ;
Rac goall difécon eo güelet eur goas
O vont d'an ty forn gant e doas ;
Ha dreist oll , pa ya da oza e guerc'h ,
E veler ar merc'het o redet var e lerc'h .

Eleal , emàn a zo eur potr lippet mad ,
Coulz evel ma voa e vam hac e dad ;
Rac e vam gôs coulz hac e vam iou
O devoa , a gredàñ , peder vorzed o diou .

Me ho suppli , en graç , compagnunez ,
Hac ho ped a galon da gaout ar vadelez ,
Mar teufe din-me dont da vancout ,
Deut d'am zicour dre hoc'h oll gallout .

Pa erruer ouz an Daul.

Arça , Compagnuez , mar teuàñ d'oc'h arrêti ,
Bezit ar vadelez da zont d'am excuzi .
Stouomp-ta d'an daoulin da c'houlen ouz Doue
Ma teuyo d'hon asista en devez a hirie .

Brémàn e taouliner.

Doue oll-buissant en ên evel en douar ,
Ma meus oc'h offancest , e meus eur güir glac'har :
Cetu me d'an douar dirazoc'h prosternet ,
Ma vo ho madelez accordi din eur reqet .
Ho pennos , va Doue , eus ar pez a c'houlennan ,
Evel ho servicher a zo daoulinet amàn ,
Evel goechall Sant Yan , pa vadeas hon Zalver ,
A glèvas en êr eur voez abeurs an Tad Eternel :
« Ennes e zéo va Mab , an hini muia caret ;
» Va c'hraç ha ya bennos a yo gantàn bepret . »

Brémàn e sao hac e tistro eus ar guerent.

Goude beza goulennet benediction Doue,
E felfe dêi caout brémàn hini e zud ive :
 Cetu ho merc'h d'an douar dirazoc'h prosternet ,
 O renta déc'h-hu hommach , evel ma zéo dleet :
 Goude bennos ar Verc'hez , aroc mont eus an ty .
E c'houlen a vouir galon diganêc'h hoc'h hini :
 Or ta deut eta a vouir galon
 Da rêu gant ho puguel ho penediction.

Evit ar Vam.

Ha c'houi , mam garantezus , pini deus e maguet ,
 Eur mennat a c'houlennàn , ha n'am refusot qet :
 Ho pennos a c'houlennàn ganêc'h evit ho puguel ,
 Evel a eure güeachal ar Patriarch santel .
 Bennos breudeur ha c'hoarezet ive pareillamant ,
 Hini paeron , maeronez , mar maint amàn presant ,
 Hini ar Zent , an Æles , hac hini ar gompagnunez
 O deus grêt dêi an enor d'e asista en e devez .
 Ha brémàn demp , en hano santel a Zoue ;
 Goude renta hon hommach , oblijet omp da ze .

*Brémàn e ve lavaret eur Bater , eun Ave hac eun
 De profundis , hac e saver er za .*

Savit ta , Merc'h Yaouanq , da zont da dy Doue ,
 Evit effectui en antier ho promesse ,
 Da virat fidelite bete fin ho pue ,
 Ha goude d'en em velet en barados Doue .

D I S C O U R S

Pa roer eur Plac'h , ha evit échui tout .

Qemerit , va mignon , eun nebeudic courach ,
 Rac erru oc'h souden er fin eus ho peach ;
 Ha ne c'houlennàn qet wui nemeur a dermen ,

Rac me vel eo échu brémàn va zrajedien.
 Me a garfe certen demeus a greiz va c'halon
 Caout assur eun nebeut a gonsolation.
 Didostait amàn en qichen d'an trejou ,
 Ha me a royo déc'h gant joa vras eur c'hélou
 Pehini a ellàn credi certenamant
 A rejouisso meurbet ho santimant ;
 N'en dêo qet eur c'hélou hep netra qen ,
 Rac cetu amàn dirazoc'h suramant eur femelen
 Pehini a lavarach , va mignon ,
 A blije meurbet bras d'ho calon.
 Cetu amàn , me grêd , eur femelen
 A zo caeroc'h eguet eur chinofen ,
 Roz , na fourdilis , na levant :
 Speret an oll a rent contant.
 El lec'h ma ve tevalijen e laqa peb seurt selérijen :
 Caer eo ével eur stereden , quer caer hac ar verelaouen.
 Roit an dorn deo desi brémàn ,
 D'e c'hass ganéc'h demeus an ty-màn :
 Ha mar er grit , clêvit eur guer :
 Dioüallit ouz ar goalinier
 Eus a zorn Doue oll-buissant ,
 Da bunissa an dud méchant.
 Me a lavar ar goalinier
 Eus e furor hac e goler .
 Da lavaret eo , ar c'holloù ,
 Ha calz demeus a valeuriou
 Pere a eller da evita
 O veva gant graç Doue er bed-mâ .
 Bevit bepret ho taou en doujanç Doue ,
 Hac ho pezo certen peb seurt prosperite .
 Peguement benac , hep nep douetanç ;
 Ec'h ouzoc'h mad qementse en avanç .
 Gant ho permission e lavarin brémàn ,
 Ebars eur guer pe zaou , va zelaouit amàn :
 Qemesqet eo , alas ! atao buez an den ,

Bepret demeus eus a joa hac a angen ;
 An tieguez zo eul lest ,
 Exposé da veur a dempest :
 Ret eo déch' beva en güir union ,
 Ha Doue a roy déch' e venediction .
 Pep den zo gant Doue choaset
 Evit beza eürus ha salvet .
 Hoguen ret eo goude goulen
 Beva just en güir Gristenien .
 Contemplit ar societe
 A zo entre an douar hac an eë ;
 Goulennit bepret digant Doue
 Courach ha nerz d'ho liberte
 Evit ober peb tra barfet ,
 Evit se e zoc'h digasset .
 Retorn a ranquit adare
 Da renta cont da eun Doue .
 Gout a rit , ne zouetan qet
 N'oc'h eus eun adversour er bed ,
 An adversour-ze eo Satan ,
 Siouas deomp oll guittibunan !
 Pa falvezo d'an droug-speret
 Dont da debochi ho speret ,
 Respondit : *Abrenuntio* ,
 Ha lavarit : sinet eo .
 An Autrou-Doue eo ar brassa ;
 Enor ha Gloar rentomp dezà ,
 Evit goude beza labouret ,
 Hervez hon nerz hac hor yec'het ,
 Pa c'hefet divar an douar ,
 E recevet eur gurunen er Gloar ,
 Ouspen , er goalen a eured
 E zeo ar garante comprenet ;
 Dre ma zeo rond ar voalen ,
 Ne all finissa birviqen .
 Ne zeus fors absolumant :

Ret mad éo da eun den parlant ;
 Ma ne respontomp qet an dud ,
 E teufent da lavarat e zomp mud.
 Sònjet hon eus da ober voel ,
 Sevel amàn eur zantinel ,
 Hac a vo grêt en form eun ty ,
 Evit respont d'an dremenidi.
 Ha c'houi ive , va mignon qèz ,
 Mar oc'h eus marc'hadourez
 Pe da brena , pe da voerza ,
 Partiit buan gante da guenta ,
 Evit Montroulez pe Gastel ,
 Hac e profitot ne vo qet pell ;
 Eno e cafoat honestamant
 Peadra evit hoc'h arc'hant.
 Eur garante evel honnes
 Ne all qet finissa james.
 Credi a ràn hoc'h eus pedet
 Jesus hac e Vam beniguet
 Da asista en oc'h eured.
 Demp-ni bremàn , compagninez ,
 Da offr hor peden assambles
 Er sacrific an oferen ,
 Da c'houlen graçou souveren ;
 Hac evidomp hac evite ,
 Gouennomp graçou ouz Doue.
 Er fin , o tont da finissa :
 Dalit e dorn , croquit ennâ ;
 Promettit dezi fidelite ,
 Hac hi a brometto déc'h ive.
 Getu aze e dorn deo ,
 Doue dre e c'hraç d'ho cunduo .

FIN.



DEVERIOU AN DAOU BRIED

AN EIL EN ANDRRET EGUILÉ.

(Chabistr 6 eus ar C'hod Civil.)

An daou Bried a dle chom fidel an eil d'eguile, hac en em zicour an eil eguile.

An ozac'h a dle difen e vreg, hac ar vreg senti ouz he ozac'h.

Obliget eo ar vreg da ober he demeuranç gant he ozac'h ha d'e heulia en qement lec'h ua caro chom.

An ozac'h a zo obliget d'he diguemeret en e dy ha da fournissa dezi qement tra a zo red da gaout evit beva hac en em wisqa, hervez e c'hallooud hac e stat.

Cetu aze ho teveriou :
Dalc'hit mad dê da beb heuriou.
Mar bezit fidel entrezoc'h,
Ar Barados a c'honezoc'h.



E Montroulez, e ty LÉDAN, e traon ru ar Vur.

СИМВОЛЫ АНДАРДОВИЧА
СЕРГЕЯ ЭФЕМОВИЧА

(Chippewa Chords ChordGuru.)

Al final de la noche, el sol se pone y el cielo se vuelve rojo. Los pájaros cantan y los animales salen a jugar. Los niños corren por el bosque, riendo y riendo. Los padres observan con amor y orgullo a sus hijos. La noche es tranquila y llena de vida.

During the first period of the revolution, the government was controlled by the left wing of the party, which had been formed by the merger of the former Social Democratic Party and the former Marxist Party. The left wing had a more radical and socialist-oriented program than the right wing, and they were instrumental in pushing through many of the early reforms, such as the nationalization of key industries and the redistribution of land. However, as the revolution progressed, the left wing became increasingly isolated and faced challenges from both the right wing and the working-class masses. In 1923, the left wing split into two factions: the Stalinists and the Trotskyites. The Stalinists, led by Leon Trotsky, supported the formation of a workers' state and the establishment of a communist party. The Trotskyites, led by Nikolai Khrushchev, supported a more gradual and less radical approach to socialism. The split between the two factions led to a period of political instability and internal conflict within the party. The right wing, which had been marginalized during the early years of the revolution, began to gain influence and power, particularly after the death of Trotsky in 1924. The right wing, led by Nikita Khrushchev, focused on consolidating power and maintaining stability, rather than pursuing radical social change. This shift in focus led to a period of economic stagnation and political repression, known as the Great Purge. The purges targeted anyone who was perceived as a threat to the regime, including Trotskyites, Stalinists, and even members of the party's own ranks. The purges resulted in the execution or imprisonment of thousands of people, and they had a profound impact on the party's morale and cohesion. The purges also set the stage for the future development of the Soviet Union under Khrushchev's leadership.